



Ble mae'r llyfr ? Ble mae 'na lyfr ?

Kronikenn 7

Da selaou àr
www.tidouaralre.com

E kembraeg, n'eus ger-mell amstrizh ebet kevatal doc'h "un, ur, ul".

| | |
|--------------|----------------|
| dyn | den ; un den |
| llyfr | levr ; ul levr |
| tÿ | ti ; un ti |

Gwelet hon eus e vez implijet "**yw**" e kembraeg pa vez implijet "eo" e brezhoneg.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Beth yw dy enw di ? | Petra eo da anv ? |
|----------------------------|-------------------|

E brezhoneg e kaver ur stumm arall d'ar verb BEZAÑ : "emañ".
E kembraeg e kaver "**mae**".

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Ble mae 'r llyfr ? | Pelec'h emañ al levr ? |
| Ble mae 'r tÿ ? | Pelec'h emañ an ti ? |

E kembraeg avat e vez implijet "**mae**" dirak anvioù amstrizh ivez.

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Ble mae tÿ ? | Pelec'h ez eus un ti ? |
| Ble mae llyfr ? | Pelec'h ez eus ul levr ? |

Evel e brezhoneg e chom "**mae**" en unander pa vez heuliet get ul liester.

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ble mae 'r plant ? | Pelec'h emañ ar vugale ? |
| Ble mae 'r merched ? | Pelec'h emañ ar merc'hed ? |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Ble mae plant ? | Pelec'h ez eus bugale ? |
| Ble mae merched ? | Pelec'h ez eus merc'hed ? |
| Ble mae tai ? | Pelec'h ez eus tiez ? |

Ble mae'r llyfr ? Ble mae'na lyfr ?

Kronikenn 7

Da selaou àr
www.tidouaralre.com

Alies 'vez kavet “**na**” war-lerc'h ar verb pa vez amstrizh an anv a zeu da heul.
Goude “**na**” e vez graet kemmadurioù dre vlotaat.

| | | | |
|-----------------|---|------------------------------|--------------------------|
| Ble mae dŵr ? | = | Ble mae ' na dd ŵr ? | Pelec'h ez eus dour ? |
| Ble mae siop ? | = | Ble mae ' na siop ? | Pelec'h ez eus ur stal ? |
| Ble mae plant ? | = | Ble mae ' na bl ant ? | Pelec'h ez eus bugale ? |

KEÑVERIIT GET :

Ble mae'**r** plant ? Pelec'h emañ ar vugale ?

“**r**” pe “**yr**” : ger-mell strizh kevatal doc'h “an, ar, al”.

Ble mae'**r** llyfrau ? Pelec'h emañ al levrioù ?

Bremañ oc'h gouest da sevel goulennoù gant “**Ble mae.. ?**”
Pelec'h emañ.. ?” pe “Pelec'h ez eus.. ?”

ASTENNIG

Ar c'hemmadurioù dre vlotaat e kembraeg.

| | | | |
|----|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| C | > G | Ble mae ' na gj ? | (ci : ki) |
| T | > D | Ble mae ' na d ŷ ? | (t ŷ : ti) |
| P | > B | Ble mae ' na b êl ? | (p êl : mell) |
| G | > __ | Ble mae ' na ardd ? | (g ardd : liorz) |
| D | > DD | Ble mae ' na dd ŵr ? | (d ŵr : dour) |
| B | > F | Ble mae ' na fara ? | (b ara : bara) |
| M | > F | Ble mae ' na fap ? | (m ap : kartenn) |
| LL | > L | Ble mae ' na lyfr ? | (l lyfr : levr) |
| RH | > R | Ble mae ' na rwyd ? | (r hwyd : roued) |